



Un daou tri, poent eo trotiñ ! War gein da bone e paki fiziañs ennout evit mont da vale er c'hoad. Loik, moniteur e kreizenn marc'hegañ Trouzilit, a sikouro ac'hanout da vont d'ar paz er maneñ da gentañ ha da c'haloupat e fin ar sizhun ma 'peus c'hoant. Evit ma vefes en da vleud gant da bone, e vo ret dit ober war e dro : broustañ e voue, skarzhañ e votoù, trugarekaat anezhañ ma vez graet labour vat gantañ...

Ha pebezh plijadur bevañ evel indianed Amerika : sevel da wiskamant indian gant an dro-benn pluñv, mont war glask roudoù al loened gouez, kousket dindan an tipi bras, kanañ ha kontañ istorioù burzhudus tro-dro d'an tan a-raok mont da gousket. E peseurt meuriad e vi ? Ar Sioued, an Apached, an Huroned, ar C'homached ?

Un deux trois, au trot ! Tu gagneras en confiance sur le dos de ton poney pour aller te balader dans les bois. Loïc, le moniteur du centre équestre de Trouzilit, te conseillera pour aller au pas d'abord et peut-être galoper en fin de semaine si tu as envie de sensations fortes. Mais pour que ton poney soit en pleine forme, tu devras t'occuper de lui : brosser sa crinière, aider à curer ses sabots, le caresser lorsqu'il fait du bon travail...

Et quel plaisir de vivre comme les indiens d'Amérique en fabriquant ta tenue d'indien, en partant sur la piste des animaux sauvages, en dormant dans le grand tipi, en chantant et racontant des histoires merveilleuses autour du feu. Dans quelle tribu seras-tu ? Les Sioux, les Apaches, les Hurons, les Comanches ?

N°	OAD	DEIZIAD	PLASOÙ	PRIZ
6	6-9	9/07 - 15/07	30	325€ / 298€*

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Réduction de 20€ pour un 2e séjour ou pour un 2e enfant de la même famille à An Oaled.